



Kinnig-labour

Merour.ez melestradurel hag arc'hant en UBAPAR

An UBAPAR, Unvaniezh Breizh evit Buheziñ ar Broioù war ar Maez a zo ur rouedad deskadurezh pobl hag a ambroug 40 kevredigezh ha framm eus an Ekonomiezh Sokial ha Kengret e Breizh. An Ubapar a gas war-raok ar buheziñ ha diorren an tiriadoù war ar maez. Pemp den a zo implijet en UBAPAR, sikouret gant unnek melestrour a-youl-vat. An dud a-vicher a vez o kas war-raok ar c'henurzhiañ raktresoù, sevel oustilioù buheziñ, aozañ stummadurioù (stajoù DABU ha DARE evit 200 den bep bloaz, 12 stummadur micherel), labourat war an diorren lec'hel, ambroug kevredigezhioù. Ar rannoù-labour a zo an deskadurezh d'an endro / an niverel, urzhiaataerezhioù ha meziantoù dieub / an dudi e brezhoneg hag e gallaoueg / ar stummadurioù micherel ha DABU-DARE.

KEFRIDIOU

Merañ an arc'hant hag ar gontouriezh 24 % eus un amzer leun

Kontouriezh

- Sevel rakprizioù, fakturennoù, heuliañ ar paeamantoù hag aslañsañ
- Paeañ ar bourvezerien
- Merañ fredoù an dud gopret
- Enrollañ ar skridoù kontouriezh
- Bilañs ha disoc'h kontouriezh

Merañ an arc'hant

- Sevel ar rakvudjedoù, ar budjedoù dre oberiantiz, heuliañ an deñzoriezh
- Sikour da gas war-raok ar strategiezh arc'hant
- Klask skoazelloù-arc'hant, heuliañ ar galvoù-raktresoù

Hizivaat an oustilioù-labour

- Klask ha staliañ oustilioù-labour nevez
- Diorren servijoù en linenn (enskrivadurioù...)

Heuliañ ar c'hoskor, e liamm gant ar gevelerien

- Treuzkas an titouroù evit sevel ar c'hevradoù-labour, fichennoù-pae, diskleriadurioù kargoù sokial...

Merañ ar velestradurezh 32 % eus un amzer leun

- Degemer dre bellgomz
- Merañ al lizhiri hag ar posteloù
- Heuliañ an dielloù
- Heuliañ an ezelañ
- Merañ melestradurezh ar stajoù BAFA-BAFD, DABU-DARE
- Heuliañ ar stummadurioù micherel
- Buhez ar gevredigezh
- Goulennnoù yalc'had
- Heuliañ an dielloù DLA
- Heuliañ an asurañs
- Servij urzhuataerezh ha meziantoù dieub
- Sekretourva evit ar gopridi pe an dud a-youl-vat.

Kehentiñ 8 % eus un amzer leun

- Stummañ ha skignañ dielloù kehentiñ
- Hizivaat al lec'hienn internet hag ar rouedadoù sokial

Buhez kevredigezhel 16 % eus un amzer leun

Kemer perzh e skipailh gopridi an UBAPAR

Emvodoù-skipailh (1 devezh bep miz)

Kemer perzh e degouezhioù an UBAPAR (Emvod-meur, devezhioù-emgav...).

DOARE DEN

Gouzout-ober hag anaoudegezhioù

- Anavezout bed ar c'hevredigezhioù hag e vont-en-dro
- Anavezout ar gontouriezh ha merañ an arc'hant
- Mestroni meziantoù kontouriezh (API Compta ou Sage ma 'z eo posubl)
- Mestroni oustilhoù burevek (heuliad Libre Office)
- Mestroni oustilhoù kehentiñ (PAO, rouedadoù sokial, oustilhoù kenlabourat, oustilhoù framasoft, sevel testennoù ha taolenoù...)
- Anaoudegezh eus ar meziantoù dieub
- Galleg mestroniet mat, dre skrid ha dre gomz
- Anaoudegezh eus ar brezhoneg
- Skiant-prenet ur bloavezh

Gouzout-bezañ

- Siriusted ha gouest d'en em aozañ
- Merañ ar priorelezhioù hag an doserioù mallus
- Emrenerezh
En e aes gant an dud, war selaou
- Evezhiegezh
- Bezañ dieub evit ar re all.

Diplomoù

DUT Merañ an embregerezhioù hag ar velestradurezhioù, dibab Merañ ar gontouriezh hag an arc'hant

BTS Merañ an embregerezhioù bihan ha krenn

BTS sikour d'ar renerezh

Aotreegezh vicherel Management ha merañ an aozadurioù

DOAREOÙ LABOUR

Kevrad didermen CDI

80 %. 121,34h/mois. 28h/sizhun

Gopr : strollad D emglev labour a-stroll ar buheziñ ECLAT, kenefeder 300 hag adsevel ar red-micher.

Sammad kriz 1 516,85 € €

Euvezhioù reoliek evit gellout degemer dre bellgomz

Mone-doneoù war an hent e Breizh a-wechoù (kaout ur c'harr-tan hag an aotre-bleniañ B).

Pellabourat er gêr (gellout a reer studiañ ar fed labourat en ur burev eus ur gevredigezh ezel pe en ul lec'h kenlabourat)

Posubl e vefe mont war-zu ul leun-amzer (kefridioù ouzhpenn e kevredigezhioù all er rouedad)

Evit ar memes barrezhioù, e vo taolet pled da gentañ eus tud n'int ket 26 bloaz c'hoazh pe o vevañ e takadoù advuhezekaat ar maezioù.

Evit lakaat hoc'h anv :

Lizher-emstrivañ ha CV da gas dre bostel da ubapar@ubapar.bzh evit an 31 a viz Kerzu 2021.

An emgavioù-tuta a vo e miz Genver 2022. Post da vezañ tapet adalek miz C'hwevrer 2022. Teoliañ e miz C'hwevrer ha Meurzh 2022.